




8N2-3-082
Plomeneu
Beuzec-Cap-Caval

KANTIK DA ZANT BUDOC

Diskant

*Kanomp gant eur vouez kalaneg
Meuleudi da batron Beuzec
En Ee en deuz eur renk huel
Etouez sent koz bro Breiz-Izel*

1. *Ato beteg heur hor maro
O Sant Budoc ni ho karo
Penoz ne garfemp ket hon-tad
Hon difennour, hon alvocat.*

3. *Sikourit holl tud ar barrez
An emzivat an intañvez
Sikourit ive an tadou
Ar vugale ag ar mammou.*

2. *Ouzomp oc'h karget gant Doue
Douar Beuzec eo ho leve
C'hui peuz q dreuz ar c'hanvejou
He diwallet euz en nenvou.*

4. *D'ar penvidik evel d'ar paour
Diskouezit o peuz kalon aour
N'ho dilezit ket euz a Ee
Rak oll e z'int ho pugale.*

Acclamation pénitentielle

*Jésus, berger de toute humanité. Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous, fais nous revenir, fais nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus, berger de toute humanité. Tu es venu guérir ceux qui étaient malade.
Prends pitié de nous, fais nous revenir, fais nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus berger de toute humanité. tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Prends pitié de nous, fais nous revenir, fais nous revenir à toi, prends pitié de nous.*

Gloria in excelsis Deo

*et in terra pax hominibus bonae voluntatis,
laudamus te, benedicimus te, adoramus te,*

Glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloria tuam

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.

Domine Fili unigenite, Jesu Christe,

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris;

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram;

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis;

Quoniam tu solus sanctus,

Tu solus Dominus,

tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu

in gloria Dei Patris. Amen.



AUX EGLISES DU MONDE

Ref./

Aux Eglises du monde
S'adresse la voix de l'Esprit
Sauront-elles répondre
Quand Dieu leur parle aujourd'hui ?

2. Le témoin de l'amour
Frappe à nos portes
Que l'Esprit-Saint nous rassemble
Autour de son pain partagé.

1. Le premier des vivants
Frappe à nos portes.
Rappelons-nous le baptême
Où Christ nous a tous libérés.

5. Le Seigneur de la vie
Frappe à nos portes
Tout l'univers nous invite
Au chant qui s'élève vers Dieu.

Louez Dieu tous les peuples..(bis) Chantez sa grande gloire. (bis)

Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle

R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Que toute la terre l'acclame ! Quelle proclame sa gloire !

Que tout l'univers soit en fête !

- Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilia omnium et invisibilia.

- Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium unigenitum.

- Et ex Patre natum ante omnia saecula : Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.

- Genitum, non factum, consubstantiali Patri ; per quem omnia facta sunt.

- Qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendit de caelis :

- Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.

Et Resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum ; sedet ad dexteram Patris

- Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos ; cuius regni non erit finis.

- Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem ; qui ex Patre Filioque procedit - Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur ; qui locutus est per prophetas.

- Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.

- Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum,

- et vitam venturi saeculi. Amen.

*Entends nos prières, entends nos voix ;
Entends nos prières, monter vers toi.*

Sanctus

*La terre entière chante sa gloire. Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint le Seigneur
Gloire à celui qui vient en son nom. Qu'il soit béni dans l'univers. Qu'il soit béni.*

La terre entière chante sa gloire. Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint le Seigneur.

Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus !

Gloire à toi qui es vivant ; Gloire à toi !

Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous.

Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour.

*On tad hag a zo en nenv, ho ano bezet satellet,
ho Rouantelez deuet deom, ho polontez bezet gret
war an douar evel en nenv, roit deom or bara pemdezieg;
pardonit deom or pehejou, evel ma pardonon d'ar re o deus
manket ouzom; ha n'on lezit ket da goueza en tentadur
med on diwallit diouz an droug. Deoh ar Rouantelez
Aotrou Doue. D'eoh peb galloud, ha peb gloar da virviken.*

Agnus

Agneau de Dieu, agneau vainqueur délivre nous de nos péchés. Délivre nous.

Agneau de Dieu, mort sur la croix rassemble nous en ton amour. Rassemble nous.

Agneau de Dieu, pardon offert donne la paix au monde entier. Donne la paix.

Communion

*Meuleudi deoc'h Doue an Tad evit ar bed o peus krouet
trugarez deoc'h Jezuz ar Mab evit ar joa' peus digaset
mil bennoz deoc'h Spered Santel evit ar joa' peus embannet.*

*Meuleudi deoc'h Doue an Tad evit an den ho peus savet
trugarez deoc'h Jezuz ar Mab evit an hent' peus digoret
mil bennoz deoc'h Spered Santel evit a nerz' peus kionniget.*

*Meuleudi deoc'h Doue an Tad bepred ganeom d'on dedenna
trugarez deoc'h Jezuz ar Mab bepred ganeomp' vit or maga
mil bennoz deoc'h Spered Santel bemdez 'n or raog' vit on henchu*

*O kervel reomp Doue an Tad bellit warnom pa labourom
o pedi reom Jezuz ar Mab bezit ganeom pa zaoublegom
on entanit Spered Santel pa varv ennom tommder ho tan.*

Da feiz on tadou koz, ni pôtréd Breiz-Izel, ni'zalho mad ato
Vit feiz on tadou koz hag en-dro dé baniel,ni oll en-em stardo
Feiz karet on tadou,morsé ni n'ho naho, kentoh ni a varvo,kentoh ni a varvo

D'an den diwar ar mēz,kenkoulz ha da den a vor
C'hui a ro nerz-kalon,da stourm er boan ato;
Gouzout a réont,en neñv é kavint oll dor zigor
Ar vuhez,vo bed tenn ; d'an drubuilh, Kénavo .

